

## AR PASK, NEVEZIDIGEZH AR BED

Evel m'hen diskouez levr an Irmæziadeg (l2<sup>e</sup>, l-2) e oa mis Pask mis kentañ ar bloaz. Hag aes eo kompreñe oa bet en amzerioù kent, askrifis en On ha lid ar bara dio'hoell, ur gouel relijiel evit nevezidigezh ar bed gant an nevez amzer o'n em zispakan : an oaned nevez-vet, ar malanou-ed kentañ o tant da vezñ bar a nevez hep netra eus ar bloavez ar kozh, kement-se a veze lidet evel penn-kentañ ur bed nevez. Zoken goude ma oa deut ar Pask war lero'h an Irmæziadeg, da vezñ enforadur unan eus pennañ fedoù istor Israel, e da chomet gant an Hebreed, koun eus ar ster kentañ. Evelse e skriv Filon Aleksandris (Spec. Leg. II, 150) : "Keidez an nevez amzer a zo evit gwir, skeudenn ar penn-kentañ ma voje krouet ar bed ennen. Evit hon lakast da gounast bep bloaz krouidigezh ar bed, en deus Doue grpet an nevez amzer lec'h m'emsñ pep tra o tispakan hag o vleunies. Setu perek n'eo ket hep abeg eo merket ar miz-se el Lezenn ar miz kentañ, en hag a zo skeudenn an derou kentañ".

Adkemeret eo bet ar sonj-se gant Tadoù an Iliz, met evito ne o ken Pask hepken skeudenn ar grouadelez kentañ, met dreig-holl enforadur 'n eil groudigezh gant dasorc'h ar O'hrist. Degasomp da skouer andestenn-mañ eus Gaudens Breskia en un homelienn war ar Pask (P.L. XX, 245), o stummañ dimp gant a partiz menozhù boaz en Iliz kentañ : "An nevez-amzer, emezañ, eo ar c'houlz m'en deus Doue krouet ar bed. Rsk e mis meurzh eo en deus law ret da Voizez : ar miz-mañ a vo evideoch an hini kentañ eus mizioù ar bloaz. Hag an Doue gwirion n'en defe ket anvet ar miz-mañ kentañ, mar ne vije ket bet en gwirionez, evel n'en divije ket anvet sañad ar seizhvet deiz mar ne vije ket bet deiz an Aotroù (ar sul) an deiz kentañ. Setu-

perak e welomp Nab Doue o sevel endro ar bed Youezhet dre nerzh e adssavidigezh hec'h-unan, dy'ar mare end-eeun m'en devoù da gentañ krouet anegħan eus an netra, evit ma veſe pep tra adstummet ennañ".

Gant-se ne vanko ket el liderezh an testennnoù ma vo keñveriet penn kentañ ar bed-natur ha penn kentañ ar C'hras. Hen kanañ a reomp e Meulgan ar Vijelezou e sulioù ordinal ar bloaz :"Sed an deis kentañ m'he deus an Dreinded sakr diazezet ar bed, ha ma tikkexx tamore'h ar Salver o treoc'hia war ar maro evit hon dieubin". Hag en noz Fask goude ar gentel kentañ, an hini end-eeun a zeszrevell krouidigezhar bed gant destenn ar C'heneliezh, e lennomp ar c'homzou-mañ, hon doug da soñj adkrouidigezh pep tra er bed :"Doue, C'hwihag hoc'h eus krouet an den en un doare burzhudus a zaspren anezhañ en un doare burzhudusoc'h c'hoazh", komzou heñvel ouzh ar re a lennomp e pep oferenn evit bennigdenn an dour.

Sellomp a dost oush lid noz Fask : distreñ a ra ar soñj eus nevezidigezh pep tra : tan nevez, sklerijenn nevez, dour nevez, buhez nevez, tud nevez.

"O noz legaet gant ar C'hrist da splannañ evit silvidigezh ar broadou, te hag a nevesa gant da nerzh salvus ar grouadelezh a-bezh, meuleudi dit-te" a gane gwechall Venans Fortunayt.

**Douet** ha n'emaomp ket o lidan an emglev nevez ha peurbadel, a splannañ e korf nevez ha peurbadel ar C'hrist e-unan, kentañ ganet eus a douez ar re varo ? Ginivelezh nevez ! Ses e oa o soñjal e korf ar Salver deut leun a vuhez ermaez eus ar bez, gwelout ennen ur c'henedigezh d'ur vuhez nevez, evel ne oa ket bêt c'hoazh bevet gant den.

Bremañ eo penn kentañ un dranevez evel ne oa bet biskoazh.

Hiviziken eo ar surentez xemx eus ar silvidigezh bag eus ar c'hras.

N'eo ket da lavarout ne vije ket bet roet d'an enegou ar eok Pask ar C'hrist an tu d'en em salviñmet en entremar e oa, en amc'houlou e rankent klesk Doue. Breññ avat eo deuet ar silvidigezh da vezañ splann hag anat. Ar pezh o deus arvestet an ebrestel eo an trec'h war en Discoul, ar pech'ed hag ar mero : Gwelet hon eus e glod, eme sant Yann.

Komprén a reomp neuze ec'h antreomp gent dasorc'hidigezh hor Salver en ur marevezh nevez. N'eo ket e vefe kemmet kalz a dra en diavsez, met war dachenn ar vuhez speredel eo ar marevezh nevez a zo ar C'hrist ar mestr anezhañ. Ho pet soñj eus bennigadenn ar piled en nozvezh Pask, gant an amzeriad merket warnañ.

An Testament nevez n'eo ket e bal kemenn dimp e vo aberzet en datzont ur servijer feal da Zoue. Diskouez a ra dimp ar C'hrist evel an oen a zo aze, hag e sakrifis evel tra kaset da benn. Adlavarout a ra dimp eo diskoulmet pep tra : setu,hizio, a zo ar geriou a zistro, evit kemenn dimp arc'heloh mat : an nevezinti eo emañ breññ aze, roet dimp, an hini a oa bet diouganet.

Gant donedigezh ar C'hrist eo an amzeriou diwezhañ bet rskwelet gant an Testament kozh a zo deuest da wir. P'eo bet kaset da benn leunder an amzeriou, en amzeriou diwezhañ, en deus Ioue komret dimp dre e Vab .... (Hebb. 1,2 ; Gal. 4,4 ; Hebr. 9,26 ; Ef. 1,10).

Amzer ispisial war dachenn ar vuhez speredel, rak gantañ e kendalc'h red an istor ha doare ar bed kozh gouestlet d'ar mero, ha war un dro ar C'hrist dasorc'het a zo dija o ren, mammenn a c'hrist, sirrez hor buhez peurbadel-ni. Al liderezh e-unan a gleske neuse hol laksat evel en diavsez d'an amzer en tu-hont dezhù,

(Pask ; névézidigezh) 4

adlezarez Pennedon, pa oñez an evel en tu-hont d'hor bed-ni evit kanmeulif ar peurbadel da zont. E-pañ sizhunvezh Pask n'eus ken neulganou evit an enriou, met hepken ei leit-motiv : An deiz-mañ hag en deus hen graet an Aotrou, bezomp lsouen ha trivliomp ennañ. Adunvanet gant an Aeled ha prometet d'o evurusted divrall emmomp o kanañ ganto an Allelouis .

"Sklerijenn ar C'hrist a zo un deiz hep noz, un deiz hep fin ; emañ e pep lec'h o lugerniañ, e pep lec'h o splanniañ, sklerijenn ha n'he deus ~~marc~~ e neplec'h fallaen ebet ... Setu perak e tle an holl, ya breudeur, antren e joa an deiz santel-mañ " eme St Maksim Turino.

"Hemañ eo deiz an dasorc'hidigezh ha penn kentañ ar vuhez evurus" eme en hevelep doare St Gregor Nazian, en ur brezegenn evit deiz ar Pask.

Setu ar C'hrist o dont evidomp mammenn diarvar a vuhez, en e gorf dasorc'het evel ur youc'hadenn vev a levenez :"Evel ma varv an holl en Adam, evelse e vo advevaet an holl er C'hrist "(Pennad Siks, I Kor. 15,22).

Kement a vez graet gant ar C'hrist pe a dremen ennañ, a dalv evidomp, ar re salvet ganien, rak En a zo hor c'hennad dirak an Tad, En hor Roue. Kement a e'hoarvez en e gorf-den a dalv evit e gorf kevrinus : maro ar Salver a zo hor maro d'ar pec'hed, dasorc'h hor Salver a zo hon dasorc'h er o'bras. A-gevret gant an Oan oo'h adsevel d'ar vuhez nevez peurbadel, setu an "aginiñ novelli", o tont war e lerc'h da ganañ e c'hourdrec'h. Evito e talvez kement a zo bet lavaret diwar-benn ar C'hrist dasorc'het e-unan : int ives a zo adkrouet, adnevezet, add'hanet, deut maz int da vezañ advibion da Zoue, dre nerzh an dour hag ar Spered Glan.

Adlennomp kenbedenn an oferenn en noz Pesk :"Doue, C'hwi hag a ro sklerijenn d'an noz santel-mañ gant splannder dasorc'hidiged an Aotrou, mirit en bugale nevez ho tiegezh ar Sp̄red a advabelezh hoc'h eus roet dezho, ma vint nevasset a gorf hag a sp̄ered, evit rentañ deoc'h servijerezh dinamm". Pe gentoc'h sellomp a-dost ouch al lavaroù a vez implijet gant an Iliz evit bennigadenn ar feunteun vadez :"Ra vo diverket holl saotroù ar pec'hedou, ra vo naetset amañ eus he lastez kozh an natur bet krouet diouzh ho skeudenn, hag a vez stummet bremañ a-nevez evit hoc'h enorfe'hwi, e bennsbeg ; de gement den antreet er sakramant-mañ a advevidiged da vezañ ganet endro da vugeliezh nevez ar c'hlanded wirion". Dija eo un heklev eus ar pezh a embanno Sant Pêr en abostol ar Sadorn-wenn :"C'hwi eo ar ouenn dibabet, ar velegiezh roueel, ar vroad santel, ar boblad dasprenet, deoc'h da gemenn burzhudou an binien deus galvet sc'hsnoc'h eus an deñvalijenn d'e sklerijenn estlannus". (I Pêr, 2,9).

Met n'eo ket gant an taol kentsñ e vefemp kemmet holl ; hon natur kezh a chon ganimp ha n'hall bezaf sâneuziet nemet tammo ha tamm ; er c'hras laket en hon ene a ranki ivez bleunisñ hag en em zispakañ diwar striv poanisñ hag hirlabourus. Ac'hano er galvadennou a vez graet dimp d'en em stummñ = nevez. Pep tra el lidou-mañ a zo degouezh mat evit anIliz da rein soñj dimp eus an dever-mañ se :"Skarzhit diouzhoc'h ar goell Yosk evit bezaf un toaz nevez", eme St Pol en abostol Sul Fask (I Kor. 5,7).

Me baouezo ketan Iliz da adlavarout dimp n'omp ken tud eus an douar, mat dija keodediz an nefv, dija tud entreet en ur bed nevez en abeg d'ar C'hrist dasorc'het. Gantañ empomp dija e bed an Aled, e bed ar joa, entu-hont d'ar maro. Hag evidomp d'en em gaout dre fed e kreiz diaesamantou an douar, hon eus perzh dija dre wir e levezenez divrall ar Salver. Dija, dre vevañ en Doue, e tañvaomp en hor spered un dre bennak eus an evurustêd peurbad. "Mar doc'h dasorc'het gant ar C'hrist, klaskit traou an nec'h ... (lennadenn verr amzer Fask da Brim).

Goude 40 devezh ar C'hoaraiz a lide striv speredel an Iliz o vont ermsez eus ar pec'hed dre gemer perzh e poanioù ar Salver, brennñ gant an 40 devezh a ya betek ar Bignidigezh eo patron ar vuhez kristen wirion, doareoù ar vuhez kevrinus evel ur raktres da leveznez an nefv. Buhez doueel, a glask krefvaat ar vertuzioù doueñ feiz, spi, karantez. Met ar feiz amañ a gemer ur stumm bev ; ar feiz ~~en~~ dasorc'h an hini eo, ar feiz ~~en~~ trec'h hag en buhez ar C'hrist : Ar C'hrist adsavet ne varvo mui ... Abostolich sizhun Fask n'int nemet youc'hadennoù a leveznez oc'h embann ar feiz divrall-se. Rak kredin ar C'hrist maro ha dasorc'het eo kaout perzh a galon hag a spered er marc hag en trec'h-se, ha kement-se

5-62

Gant-se e komprener gwellbo'h komzou St Gregor Nazisfla en e  
brezegenn evit deiz ar Pask : "An hini a zo dasorc'het hizio eus a  
douez ar re varo, ar C'hrist, am nevessa me iveau va-unan em spered ;  
va lakaat a ra da wiskañ an den nevez. Stag ma oan dec'h ouzh ar  
Groaz gant ar C'hrist, e resevan gloar hizio gantsañ. Mervel ma rseen  
dec'h a gevret gantsañ, ez on rentet hizio d'er vuhez a gevret gant  
sebeliet ma oan dec'h a-unan gantsañ, ec'h adsavan hizio a-unan  
gantsañ. Setu perak ... rentomp da skeudenn Doue ennomp ar splannder  
a zere outi; ansvezomp hon uhelder ; komprenomp petra 'dalvezomp  
hag evit piw en deus ar C'hrist gouzañvet ar maro".

« zo tree'h war ar bed, bubes a-us d'ar bed, en tu-hont.

En hevellep doure,e vo hon spi tra resis,gortozidigezh ar Spered santed. Mar kredomp e promesa an Ted, e promesa ar Nab, ne dileomp ket mankout a fizians : n'omp ket emzivaded,emai ar Parakled e-unan ouch hon harpan hag o kerzhout ganimp war hent hon diasterioù.

Danvez ar feiz hag an espasias a zo nevez hiviziken. Ar garantes hec'h-unan a vo nevez: Ur gourec'henn nevez a roañ deoc'h, eme ar Salver,n'eo ket hepken en em garout an eil egile,met enem garout an eil egile evel m'am eus ho karet, ar pezh a zo war undroksout un abeg nevez d'en em garout hag ives kaout ur skouer dizirnezhus da vont dicouti ... (Lid gweloc'hidigezh an treid er Ysou Gambrlid).

Ha neuze ra derzhio war ar muzelloù o-unan al levinez diabarzh. Tud nevez,kenomp ur ganenn nevez da Zoue, en hag en deus graet burzhudoù : gonezet en deus an trec'h dre e Vab, diskouezet en deus nerzh e vrec'h dehou. (Kan-digor ar merc'her hag ar yaou en eizhved Pask, kan-digor ar 4vet sul goude Bask).

Kement-se eo 40 devezh ar vuhez er C'hrist, 40 devezh an evezhiegs kristen, hon eus da ren betek, evel ma laver dimp Aeled an Dasorc'h, "ma teuio endro".